Bilioueg

Ur yezh papouek eus skourr yezhoù papouek ar reter eo ar **bilioueg** (*bilua* pe *lavella*) komzet gant tro-dro da 8.540 den (1998) en Inizi Solomon.

Gwelet ivez

- Yezhoù papouek
- Yezhoù papouek ar reter

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilioueg&oldid=1456450 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Ebr 2013, da 10:07.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.